



CHANSON NEVEZ

VAR

SUJET AR BLA 1870

Domine probasti me, neque me secunda :
 Me ho ped, va Doue, dont d'am sclerijena,
 Ma compositin eur recit, vit ar bla zo o r  n,
 Pehini lac tristidigu  s var bue meur a den.

Evit rei dec'h da entent ar pes zo eract,
 Er bla dec a tri-ugnant goude an trivec'h canvet,
 Ar bla dec a tri-uguent, goude an trivec'h cant,
 Zo bet predestinet gaut an oll buissant.

Da veza evit ar Fran   eur voalen a gasti,
 Hac accomplisset eo comzou ar propheci :
 Deut eo ar goal amzer da r  n en hon mescou,
 Pehini a lak tristidigu  s en nombr a galonou.

Comman  amant ar bla e zeus bet eur c'hlenvet
 Pehini n'eus gret distruij en m  sk ar Vretonet,
 Bete ann de a hirio, e pad ar c'hlenvet-se,
 Hanvet ganeomp ar vrec'h ebars en hor c'ontre.

Hac epad an anvou e zeus bet eur sec'hor
 En cals a vellinou zo cavet dor digor,
 En defot da gavet dour evit mala an ed,
 Cals dud a zonje d   e vijent perisset.

Hac a ben fin ar sec'hor, ar brezel commanceit
 Entre rouantelez Fran   hac ar Prussianet,
 Pehini n'eus laket Fran   en tristidigu  s :
 Deut eo an enemiet var ar rouantelez.

Ar c'henta deiz a viz eost, Napoleon tride,
 En e zirection, er pen eus e arme,
 Vit mont da gombati eus e enebourien,
 Var bord rivier ar Rein, kichen Mess ha Loren.

Ar general Mac-Mahon, ar general Douai,
Assambles gant Napoleon o deus bep a arme.
Vit mont da gombatti eus o enemiel,
Hardi ha courajus gant leir arme gomplet.

Eno epad tri devez eo bet tom ar barti,
Hac an enemiel deus renket recului;
Et int bet evel laëron, antreët bars er c'hoat,
Elec'h ne voa neb moyen da livra dé combat.

Ar general Mac-Mahon en deveus lavaret :
Lakat an tân er c'hoat hac e vijent dével ;
Mes an Napoleon, eun den a galon vad,
Ne bermetche biken lakat an tân er c'hoat.

Sonjal a re dezan dont a ben anezo,
Biscoas n'en deveus heuliet-hent ann trahizonou.
Rac combatet en deus bepret gant vaillantis
Dre oll e lec'h meo bet, er mes eus a Baris.

Ar Bressianet fal, abaoue pemp bla zo,
E voa o exerci tud evil an armo,
Hac int deuet dustu oll var ar Francijen,
M'ho deus renket cedi a quital an dachen.

Neuze an Ampereur en deveus bet scrivel
Da zaou ar vaillanta deus e generalet :
Da zonet d'e sicour gant diou arme gomplet,
Pe n'em renta en Strasbourg, en deou da zonet.

Mes an daou general o c'heuil trahizonou,
Elec'h ne voa ket ezom a bozas o armou,
O chom eb e sicour, impi ha disleal,
O deveus discaret an trôn imperial.

En defot da gaout tud e colas on armou,
Rac ar Bressianet voa cals mui evilo,
Hac o deveus er c'kreis anezo dastumet,
Casi evel eul lapous ebars en eur gaouet.

A greis m'oa an Ampereur dastumet evel-se,
En guelet eur messager o tonet d'e vete,
Da rei dezan lizer voa scrivel manific,
Vit lavaret e Paris a rene ar Republic.

Neuse an Ampereur en deveus lavaret :
« N'on mui mest da netra, erves a meus clevet ;
« Couls eo din en em rei, a beza prisoniet.
« Evel eo mont da Baris da veza trahiset. »

Cals a dud zo ea Franc, a lavar gouscoude.
En deus an Ampereor hon trahisset ive,
Evidon-me va hunan, na gredfen birviken,
Ve bet capabl d'ober eun dra ken inhumen.

Breman ar Republic en deveus ordrenet,
Ma vije exercet an oll citoyanet,
D'eus eur bla var-n'ougent betec anter cant vla,
Vit ober exercis bep sul da nebeuta.

Deus ar gard sedanter zo bet dipartiet
Bete daou-uguent vla ar gard mobiliselt,
Da bartia ive evel ar re guenta,
A quitat deus o brô vit difen ar vrô-ma.

Guelet ar gard mobil o quitat deus o brô
A zo bet evidomp ive eur goal guêlou,
Mes guelet tud yaouank, e voa bet exantet,
O quimiadi diouzomp, zo tristoc'h da velet.

En partout dre ar Franç eo fall ar c'hommerçou,
Netra na c'honezer evit hale ar vrô,
Hac ar paour quès merer gant e gommananchou,
Penos c'hello ober evit pea e fermou.

Partiet e vogale hac e dud eus ar guer,
Al loenet marc'hat mad, na netra na verzer;
Amzer an dristidigoez evit ar baysantet,
Biscoas eur sort amzer n'hon deveus ni guelet.

Pedomp-ni bretonet, pedomp evit hor bro,
~~Ha vil rë zôr-er Pruss evit prisonniers,~~
Faminet gant-an naou ha gant ar yenien.

An bini neus composel ar recit a neve,
A zo anavezet bars en meûr a gontre,
En deveus hi rimet d'an de diveza ar bla,
Poa an nerc'h var an douar, amzer avoalc'h en doa.

Ar pez a zeziran en fin va c'hanaouen,
Ma vezoo ar victor evit ar Francichen,
Ha pa vezomp en peoch hac en dranquillite,
D'en em rejoissa an eil gant eguile.

Mar fell deoc'h gout ar suit demeus ar c'homposer,
Ganet eo e Loqueffret, ha mab d'eur miliner,
E ano François Rolland, var cayerou e vrô.
Ha pa sin e-hunan, Rolland eo e ano.

A zo bet er studi e Ploërmel ive,
En amzer-ze voa ar Franç bars en dranquillite,
Ha pa zeo distroet, n'eos disket eur vicher
Anezan e hunan beza horolacher.

ROLLAND, François.

Propriété.

Moulet e Montrond, e ly J. HASLÉ, rue a Aiguillon



TRISTIDIGUEZ AR VRO.

Mar vijen studiet evel meur a hini,
Me lakje va speret da zont da gomposi
Eur recit a neve var an dristidigués,
Zo en amzer bresant bars er rouantelez.

Goudé eur sec'hor yrás, a cals eus a domder,
Eùn amzer a vizer evit ar baysantet.

Bremen al loenet kez gant an naon a varvo,
Ma ne chench an amzer evit clask bouet dezo,
Ha marc'hat mad e zint, neler ket o guerza,
Ret e vo ho mirel, potramant ho laza.

Bihan voa ar bouet loenet evit ar bla passe,
Hac ar goan rustic en amzer-man ive,
Evit ar bla passe ar re o deus fermet
Comananchou neve, a vezo revinet.

Collet eo ar joaüstet dre oll ebars er vro,
N'eus mui a rejoissanç abaoe pemp mis zo,
Deut eo ar Prussanel vit attaqui ar Franc,
Dastu eo discaret pep sort rejouissanç.

Bremen ar merc'het yaouank neont nemeur d'ar foarioù,
Guenvet eo ar boquet deus ar yaouankizou,
N'eus mui a rejoissanç en enep sort assamble
Dre hent an dristidiguez an oll dud a vale.

baoue eiz mis zo eus cals a chenchamant,
se ar yaouankizou e voa gai a brillant,
E an ar bolret yaouank partiet deus o bro,
Ve zud bars er guer heuzet en ho daëlo.

Deus a bep tieuez e zeus bet partiel
Pemp, c'huec'h a vulgale, goude beza prenet
Tri, pevar anezo, gant ar gouarnamant,
Partial memestra, mont varlerc'h o arc'hant,

Pebes tristidiguez vit ar vam hac an tad,
Guelet ho bugale o tonet d'ho c'huitat,
Ha ne chom bars er guer met tud cos ha merc'het,
Da sonjal gant glac'har n'o amzer dremenet.

P'am befe cant speret, nousen ket niveri
Ar maleouriou a zo deot d'hon glac'hari,
N'eus mui gonideguez vit ar vicherourien,
Et e zint da netra en amzer zo o r'en.

Guechal pa valeen bars en coste Treguer,
E velen merc'het yaouank voa joäüs a seder,
Breman veler ane bars en dristidiguez
Gant ar c'heus a glac'har d'ho amourouchen guez.

Anavezout a ran ive bars er vro-man,
Merc'het hac a vije fortuniet er bla-man,
Ia, mar vije chomet an traou oll en ho fos,
Ha mar n'ho deus ket cavel, ar brezel a zo cos

Divar ben ar brezel parlantomp memes tra,
N'en de nemet chagrin a glac'har ar vrassa,
Ar gard mobiliset ebars en camp Conli,
Carguet eus a vizer, paourente hac annui.

Ar gard mobil memestra, bars er guer a Baris,
N'ho deus nemeur a lech'da ober vaillantis;
Cernet a bep coste gant ar Brussianet,
En danjer o bue beb heur a beb moment.

En coste Orlean e zer bet revinet,
En kear ha var ar meaz gant ar Brussianet,
Diarc'hantet eo kear a lazet al loenet,
Desolation vrás e mesk ar gallaouet.

Erves a meus lennet bars en eur gazeten,
E zeus paket pevar a espionnerrien,
Goude be d'eus ar Franç, a dont d'hon trahissa,
Rac ar Brussianet a deue d'ho sea.

Mos tapet e zint het o trahissa ar Franç,
Fusillet e zint ive evit o recompanç;
Ha mad e voa gret dé o funissa timat
A zirac ar re all e voa eun exempl vad.

Ar pez a gredan zur erves va santimant,
An dra-man zo evidomp eur voalen a dourmant
Demeus abers Doue evit hor punissa
Eus an ingratiri en andret hon nessa.

Ministret al lezen hac ar religion,
Eman an avaristet e r  n en ho c'halon,
O clask dastum arc'hant hac ar madou monden,
E reont exempl fal dirac a  gristenien.

Kent eguet finissa e meus c'hoant da laret
Ive eur guer begac deus ar re reformet,
Pere zo disprijet gant an dud zo er vro,
Mar vijent tout refusel e voa guelloc'h k  lo.

Anavezout e ran tud a zo bel reformet
Hac a ra cals a vad en dro d'ho mignonet,
Rac ebars er vro-man e zeus tud dizicour
N'he deus na kar na marc'h da ober o labour.

Beza zo cals re-all pere zo reformet,
Evel hon ma-hunan, a cavel folt abet;
Ar re zo bet cavel re sempl tamperamant,
Enes eo an exantion en deus Fran  ois Rolland.

Evel-se bretonet ne gomzomp ket a ze,
Caromp ar re a zo chomet en hor c'ontre,
Hac ar re yaouank-all partiet deus ho bro,
N'oufomp ket ober guel vit pedi evito.

Car ar re zo   t di, a ben e vont distroet.
Meur a hini a ne a vez afflijet,
Torret ho brec'h, ho gar, pe eur mempr benac d  
Cetu int malheurus ar rest deus o bue.

Pedomp Doue evito, hac ar Verc'hes Vari.
Ma tistroint diampech kercouls a pep hini,
Pa vo sinet ar peoc'h, Fran   en dranqoillite,
E allo ar Vretoonet trugarecat Doue.

Ar recit ma neve a zo bet compost
Gant eun horolacher demeus a Loqueffret,
Comman  gament ar bla, an dri a vis guenver,
P'oa an nerc'h var an douar e voa yen an amzer.

Propri  t  .





CHANSON NEVEZ

VAR

SUJET AR BREZEL

Occipi ran va speret da gomposi eur chanson, (*bis*)
Ia, var sujet ar brezel, poan em beus em c'halon. (*bis*)

Da daouzez a vis gouere, er bloavez dec a tri-uguent, (*bis*)
E oa disclairiet ar brezel a enep ar Francisien. (*bis*)

Aboe an amzer-ze calzie goat zo sculliet, (*bis*)
Bars e rouantelez Franç, graç da Vismarck miliguet. (*bis*)

Ar Franç a zo consacret d'an ITRON-VARIA, (*bis*)
A Guillou, roue ar Pruss, a fel dean eu distruja. (*bis*)

Neket dies dean ober, tout e masot en tu guanta, (*bis*)
Ar cheffou, ar re vrassa, zo dent d'on trahissa. (*bis*)

An Impalaër da guenta en deuz trahisset ar Franç (*bis*)
Hac an deveus meritet beza treuzet gant eul lanç. (*bis*)

E bars e combat Sedan en deveuz capitulet, (*bis*)
Pevar uguent mil soudart a zo ganta prisoniet. (*bis*)

BAZAIN a zo eun traitour, en deveuz guerzet Metz, (*bis*)
En deveuz ive meritet beza fusillet mil guech. (*bis*)

Eur guer envel da ones, biscouaz neo bet guemeret, (*bis*)
Ret voa coët gant Bazaine vit e rei dar Prussianet. (*bis*)

Mac-Mahon en devoa calon hac a c'houle combati, (*bis*)
Mez dre urs an Impalaër eo bet forcel da gul. (*bis*)

Var dachen ar gombat Mac-Mahon a zo blesset, (*bis*)
Hac e zeo casset dar Pruss gant e ol soudardet. (*bis*)

Brema e zeo prisonnier gant Bismarck miliguet, (*bis*)
Ha ne ousomp quet pe heur e vezo delivret. (*bis*)

Me a gret, dre c'hraç Doue; a vezo delivret, (*bis*)
Nimp a vezo trech' neuzel don oll ennemiet. (*bis*)

Bisnarck a zo eu lapous hac a zo hir e fri, (*bis*)
Mez birviquen bars e Franç ne deui da gommandi. (*bis*)

Evitan da gaout speret hac ive calz talent, (*bis*)
Mar zigouefé doot da vèrvel an oll eve contant. (*bis*)

Ar Prussianet cruel, cruel evel tigret, (*bis*)
Laza reont ar vugalet ep respecti ar merc'hiet. (*bis*)

Bombardet ho deveus Paris, e man en tan en goat, (*bis*)
Tout vezo distruijet, siouas ho pebeus kalonat. (*bis*)

Doue en deveuz preguetet, a de c'her ne vanko ket, (*bis*)
Ar Franç a zo ourgoillus a rank beza humiliet. (*bis*)

Ar bresel zo eur voalen evit ar Francisién, (*bis*)
Evit o forci peloc'h da ober pinijen. (*bis*)

Guerc'hes sacr a RUMENGOL, patrones ar Vretounet, (*bis*)
Preservet or soudardet pa vezint exposet. (*bis*)

Preservet or sourdardet pa vezint exposet, (*bis*)
Pa zistroñut dar guer e zaïnt tout d'ho guelet. (*bis*)

Patronez euz ar forest, guerc'hes vad IZELVOURA. (*bis*)
Kalz martolodet a zo ho c'houlea ouzoc'h sicour. (*bis*)

Preservit a neo var zouar hac ive ar mour, (*bis*)
Ne deo ket ar vech kenta e vec'h deut do sicour. (*bis*)

Patron ar bares-ma, Autrou Sant PER beniguet. (*bis*)
Pedit brema, ni o pet, evit or zoudardet. (*bis*)

Choui Itron SANTES ANNA, patrones eus ar c'hanter, (*bis*)
Quemeret or zoudardet didan o protection. (*bis*)

A da zevez ho pardon e zaïnt tout do pedi, (*bis*)
Gant pep a choulaouen goar d'ober an dro d'holi. (*bis*)

Ar Franç, dre chraç ar Verches, a vezò victoriüs (*bis*)
Rac pel zo eo consacret da GALON-SACR-JESUS. (*bis*)

Mer e fel deoc'h gousout, a gousout a clevet (*bis*)
Gant piou e zeo ar chanson a nevez composet. (*bis*)

Rimet e zeo er biao-ma ar zeitec a vis gueaver (*bis*)
Gant eur guemeneres gos, ho c'hober eun tavancher. (*bis*)

Pemp ploas a zo tremenet e zeo maro e friel (*bis*)
Hac e man ho chom e Fouesnan, er bares ma e ganet. (*bis*)

Propriété de l'éditeur,

J. H.